82. Gwers Santez Anna.

var ton ar Tedeum.

Sillaouit kana me ho ped
eun werz zo a nevez kompozet
eun werz zo a nevez gompozet
D'ar Santez Anna e zeo great.

Da Santez Anna gloar dens ar roch ar chad (bis)
Leonis kenz me iolo d'hi da koëlet.

Santez Anna a lavare
D'he gouarner eun deiz e voe.

Leonis kez zo fatiget
e tond d'am ti me d'am goëlet.
e tid dezo tur me kounkin ket.

e vet ma ziel en avel vir
D'ar plas santel da gervili

hag a hasso me a reio va zeo
Da Santez Anna chloer me a ielo.

Eur mervel jaouank en em gadvan
Da vond da bel e neum bale

Hag a lavar e biet dezan
Ma did me iclo ive

evel me zeo lukeor gant Doue
ha sil biet da vond ilmellec gant e gila.
Ne voent ked ed pel var ar mor don
ne skoas klaihar en ho halon
ne voan ked ed pel var ar mor me
ar vigantet gato e neum kavan

73

83.

ar vrigantet o vont d'arvedontet
en ho batimant gato d'eiun ead.

ag eb kanet touez e ked digato
eb konchont o vrado digato.

ag eb kavet touez e ked outi
e lachchont e fiet a zirazi.

Uman eus ar verbidi
ar devoz erer dour mas outi.

ag e lavas e stam a bel
ver eur doch, mar ozid mervel.

Iag hi e kavaunes da wela
Itron, Itron Janton hogna.

ne vou kedi e ger penvechust
Jantez hogna en he chichen zoe louen gaver

galo da bier dre he karrat.
Iveken allen did me likouro.

– penoz e gallfen va fuier
ag hi en lazet gant ar vrigantet
e weler ar mor dan ganto ha toler.

eur wag vor eur avel ien
e zent he fier iach en he chichen
eur wag vor eur avel vis
e zent e vriat iach kloz a zirazi.

hag hi o konnaz da kerzet dre an kuarbon
eb zankont kuount treich an parach.

84.

ar brigantet a zo souezet
e velet antri Iuan e Kerzer.
e Kerzer [illegible] ar meur bras
ar [illegible] Vankont Kaser treïchet ar ber.

Ker kaer [illegible] gant [illegible]
ar dans gwed [illegible] Santez [illegible].
en amzer [illegible] zen iaouank
a neuz grit [illegible] testamant.
[illegible] dou a eur
Kont var [illegible] evel var var.
tri [illegible] e ker [illegible] dont dal ger
ar ger [illegible] zeo [illegible] e [illegible]
Daou avocat [illegible] ar chonta.
Bag e zeo [illegible] chom en ti
Pitous [illegible] ha ar Madi
Pitous [illegible] roula
en e grand Madia
ar daou Kompaener e laka.
Ta za plach daou ar [illegible] de [illegible] ar go.
Dre ma [illegible] ploas var lendou ti
[illegible] Kors e meulthe deus gati
Bag hi e komman da bell
Ahon, ahon Santez [illegible]
Dime e vezo [illegible] ar chrin [illegible].
[illegible] ked heger [illegible]
Santez Anna en e gichen zo e neum ker.

75

85

Pa vom e vond d'an odiane
evid lon d'ar plach man e Sotan
ezvas gato eun dimezel vou
eun d'ou iaouank gwriker e vou.

Skaghi o chouben digato
Da poleth e zid da fiou ath meb.
Me zo meb da Jesus da chenta
Dai veriker e dan chom santa kenna.
Skag. e meus d'am zad promeder
Vilour ev zorvikerezer.

3

Caton Bondou 31 8bre 1852.